



DA ZANT ERWAN

Komzou an Ae. MEVELLEC


Ton koz breizek.



Patron bras ka-ret Breiz-I-zel, War an dou-ar, war vor, La-kit e pleg



ho mantel Holl bu-ga-le Ar-vor. 'Vel ar stered en oabl glas, E-man



ar Vre-to-ned, Dre bevar c'horn ar bed bras, A vi-lie-rou stre-bet.

(Traduction du Refrain)

Grand patron aimé de Bretagne,
Sur terre, sur mer,
Mettez sous les plis de votre manteau
Tous les enfants d'Arvor.

(Trad. du 1er couplet)

Comme les étoiles dans le ciel bleu,
Se trouvent les Bretons
A chaque coin du grand monde
Par milliers semés.

2. E kêr ha war ar maeziou,
C'houec'h-kant mil hag ouspenn
A ya a-hed an henchou
Da heul o flanedenn.

Trad. En ville et à la campagne,
Six cent mille et plus
S'en vont le long des routes
A la suite de leur destinée.

3. N'eo ket diwar goust o feiz
E klaskont e Bro-C'hall
O bara pell diouz o neiz,
Diwar c'houezenn o zal.


Ce n'est pas au détriment de leur foi
Qu'ils cherchent en France
Leur pain loin de leur nid,
A la sueur de leur front.

4. Met red eo gouzanv brezel
Evit derc'hel hirio
Feiz birvidik Breiz-Izel
Pa vezer 'maez ar vro.

Mais il faut supporter la lutte
Pour garder aujourd'hui
La foi fervente de Bretagne,
Quand on est hors de chez soi.

5. Ni 'zeu eta da bedi
Sant ERWAN benniget,
Ma vo war an divroidi
E zaoulagad bepred.

Nous venons donc prier
Saint YVES béni,
Qu'il ait sur les Emigrés
Les yeux toujours fixés.



Permis d'imprimer: 24 Mars 1948.
R. DUPIN de SAINT-CYR,
v.g. de Périgueux.